


A-hed ar c'hantved

Renabl an temoù



* Er film ha war an DVD eo bet skrivet *Treger Bihan*,
met peurvuiañ e vez graet *Treger Izel* eus al lodenn-se eus Bro-Dreger.



| | DVD 1a : Bro-Vrest | DVD 1b : Kastell-Paol ha tro-dro | DVD 2a : Traoñ-Kerne | DVD 2b : Bro-Gwened | DVD 3a : Hent Menez-Are | DVD 3b : Kerne-Uhel | DVD 4a : Treger-Bihan | DVD 4b : Treger-Goueloù |
|-------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Kanaouennoù... | [00:25] J. Hirrien (Logonna-Daoulaz) : <i>Hirvoudoù</i> [19:10] S. ar Gall (Milizag) : <i>Al louarn hag ar rezin</i> (fablenn) [44:45] M. Kervella (Plougastell-Daoulaz) : <i>Gwechall ha bremañ</i> | [00:25] B. Wootton : <i>An tour dantelezez</i> [20:12] L. Seite (Kastell-Paol) : <i>Johnniged an ognon</i> | [00:00] G. Hascoët (Argol) : <i>Ur gêr e-kichen Konk</i> [39:50] M. Paul (Penmarc'h) : <i>An emzivad</i> | [37:48] O. Lorho (Brec'h) : <i>Pa welin brini gwenn</i> | [00:50] L. Born (Kervargen, ar Fouilhez) : <i>Marv ma mestrez</i> [11:30] L. Born (Kervargen, ar Fouilhez) : <i>An den gloazet er brezel</i> | [00:24] V. Colleter (Skirneg) : <i>Ar gorventenn</i> [07:35] I. Pichon (Poullaouen) : <i>Son ar c'hêrioù</i> [18:54] P. Mel (Poullaouen) : <i>Sec'hor ar bloavezh 1976</i> [29:14] A. Auffret (Bulad-Pestivien) : <i>Lellig</i> (barzhoneg skrivet gant Anjela Duval) [45:10] A. Auffret (Bulad-Pestivien) : <i>Jenovefa Rustefan</i> (Barzhaz Breizh) | [00:13] M. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : <i>Ar masoner yaouank</i> [31:58] F. Periou (Lanleya / Plouigno) : <i>Ar plac'h yaouank magerez</i> | |
| Al labour-douar | [11:10] J. Mallejac (Plougastell-Daoulaz) : <i>Lakaat plastik evit gounit sivi</i> [19:10] S. ar Gall (Milizag) : <i>Lakaat temz</i> [24:50] C. Gac (Lesneven) : <i>En em stummañ war al labour-douar</i> | [01:30] N. Rozmor (Rosko) : <i>Prenañ douar pe prenañ ostilhoù ?</i> [02:30] L. Seite (Kastell-Paol) : <i>An alar hag ar brabant</i> [03:05] J. Guivarc'h (Santeg) : <i>Ment an atantou</i> | [09:00] J. ha P. Le Bras (Beuzeg) : <i>Amprestiñ arc'hant</i> [23:16] J. Le Breton (Rospenden) : <i>Gounit piz-bihan</i> [09:00] J. ha P. Le Bras (Beuzeg) : <i>Lazhañ al louzeier</i> | [33:12] J. Le Boulc'h (An Ignel) : <i>An adlodennañ</i> | [09:33] J. Trellu (Pleiben) : <i>Gounit avaloù-douar</i> [23:17] J. Le Prat (Gouezeg) : <i>An adlodennañ</i> | [05:00] H. Lostanlen (Poullaouen) : <i>An teknikoù labour-douar o cheñch</i> [12:53] H. Lostanlen (Poullaouen) : <i>Produiñ muioc'h dalc'hmat</i> [22:12] V. Le Louarne (Groñvel) : <i>An ostilhoù nevez</i> | [01:08] Th. Derrien (Plourin) : <i>Al labourioù a-hed ar bloaz</i> [19:31] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : <i>Gouel-Mikael</i> [26:24] Th. Derrien (Plourin) : <i>An ostilhoù nevez</i> [28:26] Th. Derrien (Plourin) : <i>Produiñ muioc'h atav</i> | [06:10] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : <i>Menajoù bras pe brasoc'h</i> [08:26] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : <i>Ar foarioù ha Gouel-Mikael</i> [10:20] A. Marzin (Plouared) : <i>Gouel-Mikael</i> [11:41] M.-Th. Delisle (Ar C'houerc'had) : <i>An douaroù</i> |
| Sevel loened | [19:10] S. ar Gall (Milizag) : <i>Ar saout</i> | | [10:34] J. Perc'hirin (Plozeved) ha J. Donnart (Loktudi) : <i>Loened ar menaj</i> | | [20:06] F. Lochou (Lannedern) : <i>Produiñ laezh ha produiñ moc'h</i> | [05:00] H. Lostanlen (Poullaouen) : <i>Ar saout</i> [06:21] N. Colcanap (Poullaouen) : <i>Sevel loened</i> | [02:06] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : <i>Sevel loened ha produiñ amann</i> [04:05] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : <i>Ar c'hezeg</i> [24:27] É. Cotty (Plouigno) : <i>Teknikoù nevez ar sevel loened</i> [27:01] É. Cotty (Plouigno) : <i>Sevel moc'h</i> | |
| Ar c'henwerzh | [01:08] J. Hirrien (Logonna-Daoulaz) : <i>gwerzhañ saout</i> [32:30] P. Le Ven (Plougerme) : <i>Kas leueoù da werzhañ</i> | [31:08] J. Guivarc'h (Santeg) : <i>Gwerzhañ legumaj d'ar varc'hadourien</i> [32:09] Y. Jacob (Rosko) : <i>Gwerzhañ legumaj d'ar varc'hadourien</i> | | | | [01:46] Y. Larvor (Plourac'h) : <i>Delc'her ur c'hoñvers e Plourac'h</i> | [18:04] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : <i>Gwerzhañ greun ha kig</i> [18:56] É. Cotty (Plouigno) : <i>Gwerzhañ koleed</i> | |
| An arc'hant | [14:14] R. Alançon (Lokourman) : <i>Prestañ arc'hant d'al labourerien-douar</i> | [05:54] J. Guivarc'h (Santeg) : <i>Al labour hag an arc'hant</i> [08:33] Y. Jacob (Rosko) : <i>Ar binvidigezh</i> | | [13:26] M. Evano (Bubri) : <i>Ar mizer</i> | | [24:56] M. Gwilhoù (Laruen) : <i>Bevañ er vizer hag en em sikour</i> | | |
| Ar c'hooperativoù | [23:22] F. Le Gall (Plabenneg) : <i>Produiñ laezh evit ar c'hooperativ</i> [26:55] Ch.-L. ha J. Bodenec (Plouider) : <i>Ar c'hooperativoù</i> | [30:21] Y. Jacob (Rosko) : <i>Loc'het ar c'hooperativoù</i> [34:24] J.-L. Lallouet (Rosko) : <i>« La bataille de l'artichaut » hag ar SICA</i> [36:48] J.-L. Lallouet (Rosko) : <i>ar SICA</i> | | | | | | |

| | DVD 1a : Bro-Vrest | DVD 1b : Kastell-Paol ha tro-dro | DVD 2a : Traoñ-Kerne | DVD 2b : Bro-Gwened | DVD 3a : Hent Menez-Are | DVD 3b : Kerne-Uhel | DVD 4a : Treger-Bihan | DVD 4b : Treger-Goueloù |
|---|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|
| Ar JAC (<i>Jeunesse agricole catholique</i>) | [26:55] Ch.-L. ha J. Bodennec (Plouider) : ar JAC | [23:44] J.-L. Lallouet (Rosko) : « Voir, juger, agir », reolenn ar JAC [25:12] Y. Jacob (Rosko) : Kemer perzh er JAC [26:29] N. Rozmor (Rosko) : En em stummañ er JAC [27:50] Th. Riou (Gwiglann) : Anavezout tud er JAC [33:18] E. Simon (Kastell-Paol) : Bezañ « <i>chef de quartier</i> » | | | | | | |
| Al labour, ar micherioù | [17:00] F. Gourmelon (Lokourman) : Micher paotr an ensperiadur [37:15] R. Stephan (Treglonoù) : Degemer touristed | [03:53] Y. Jacob (Rosko) : Mont da Vro-Dreger da labourat [15:15] N. Rozmor (Rosko) : Labour ar merc'hed ha labour ar wazed [20:12] L. Seite (Kastell-Paol) : Ar Johnniged | [30:41] J. Fichent (Roudoualeg) : Divroañ da Amerika | [23:37] C. Kervadec (Landevant) : Mont da viliner [24:41] J.-P. Rieux (Mendon) : Komañs labourat [25:20] A. ar C'houlven (Landaol) : Bezañ medisín [26:30] M. Brodud (Teiz) : Labourat er Post [27:15] L. Hervoche (Brec'h) : Al labour [27:34] J. Le Sergent (Pluniav) : Mont da Bariz da labourat [27:43] P. Péresse (An Henbont) : Devezhioù labour hir [28:25] L. Hervoche (Brec'h) : Ar Vretoned zo gwelet mat [28:39] P. Péresse (An Henbont) : Ar Vretoned zo gwelet mat [29:38] L. Mahuas (Landaol) : Bezañ kelenner [30:15] R. Le Guénic (Berne) : Bezañ plastrer [30:53] J. Maheu (Bartelame) : Bezañ kemener [31:43] J. Le Sergent (Pluniav) : Bezañ peizant [34:08] P. Péresse (An Henbont) : An uzin [34:45] O. Lorho ha J. Le Frelaut (Brec'h) : Bezañ tavarnourez [36:20] A. Goulven (Landaol) ha J.-P. Rieux (Mendon) : Choaz ur vicher [37:35] L. Hervoche (Brec'h) : Bezañ war e leve | [03:00] H. Plassart (Tredudon, Berrien) : Labourat er parkoù pe evel matezh [04:56] P. Riou (Ar Fouilhez) : Micher ar bilhaouerien [07:16] H. Goacolou (Lannedern) : Bezañ kantonier | [09:21] A. Guillou (Mael-Karaez) : Bezañ peizant [10:03] V. Le Louarne (Groñvel) : Krouiñ ur sindikad peizanted [10:53] H. Lostanlen (Poullaouen) : Labour ar beizanted [13:53] N. Colcanap (Poullaouen) : Labourat en-dro d'ar re gozh [14:30] M.-H. Morvan (Kallag, eus Skrigneg) : Bezañ skolaerez [21:00] J. Kadoudal (Magoar) : Ober taouarc'h [23:29] J. Kadoudal (Magoar) : Ober taouarc'h | | |
| Ar mor, ar bagoù, ar pesketaerezh | [05:10] G. Kervella (Plougastell-Daoulaz) : Dragiñ e lenn-vor Brest [08:15] M. Kervella (Plougastell-Daoulaz) : Dragiñ e lenn-vor Brest [30:10] M. Merdy (Plougerme) : Ar c'henwerzh dre vor | | [04:50] É. Ansquer (Douarnenez) : Mont war vor da 11 vloaz [15:36] R. Quiniou (Loktudi) : Ar vuhez kalet war ar bagoù [18:12] H. Cariou ha L. Kervevan : Pesketa gant rouedoù [37:19] G. Cutullic (Kloar-Karnoed) : An avel war vor | [28:48] G. Bigoin (Bubri) : Labourat war ur vag | | | | [07:03] S. Loguillard (Evias) : Buhez ar vartoloded [10:54] S. Loguillard (Evias) : Ar bagoù kollet [41:29] F. Le Normant (Evias) : Mont da vartolod er <i>Marine nationale</i> [42:23] F. Le Normant (Evias) : Bezañ soudard war ur vag |

| | DVD 1a : Bro-Vrest | DVD 1b : Kastell-Paol ha tro-dro | DVD 2a : Traoñ-Kerne | DVD 2b : Bro-Gwened | DVD 3a : Hent Menez-Are | DVD 3b : Kerne-Uhel | DVD 4a : Treger-Bihan | DVD 4b : Treger-Goueloù |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Ar vro, an endro, ar saotradur | [08:15] M. Kervella (Plougastell-Daoulaz) : Ar saotradur e lenn-vor Brest [37:15] R. Stephan (Treglonoù) : Saotradur an dour | [36:48] J.-L. Lallouet (Rosko) : Ar saotradur abalamour d'ar moc'h [37:49] Y. Jacob (Rosko) : Saotradur an douar hag an dour | [25:30] G. Flejo (Banaleg) : Didudañ ar maeziou [28:21] J. Huiban (Skaer) : Kempenn an hentoù er gumun | | [26:34] J. Kadoudal (Brenniliz) : Bevañ e Menez-Are | [03:00] Tud Kallag : Didudañ ar maeziou | [27:47] B. Cabon (Gwimaeg) : Ar saotradur diwar an hañvouez [28:50] É. Cotty (Plouigno) : Ar saotradur diwar ar moc'h [29:38] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Didudañ ar maeziou [30:00] B. Cabon (Gwimaeg) : An departamantoù [30:57] É. Cotty (Plouigno) : An endro e Breizh | [11:54] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Ar c'hleuzioù |
| An araokadennoù | | [29:07] Th. Riou (Gwiglann) : Traoù nevez : tredan, trakteur, oto... | [02:55] G. Hascoët (Argol) : An tren bihan | [16:08] T. Evano (Bubri) : Oto, dour, tredan... | [23:17] J. Le Prat (Gouezeg) : An dour hag an tredan en tier | | [25:26] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Gouloù ha traoù nevez en tier | |
| An dud, an darempredoù, ar politikerezh | | [07:05] J.-L. Lallouet (Rosko) : An darempredoù, labourat asambles | [28:21] J. Huiban (Skaer) : Bezañ eil-maer | | | [04:15] Y. Larvor (Plourac'h) : Ar Saozon o prenañ tier [06:02] Y. Larvor (Plourac'h) : Ar Saozon o prenañ tier [17:47] A. Auffret (Bulad-Pestivien) : Tud ruza ha tud gwenn [24:56] M. Gwilhoù (Laruen) : Bevañ er vizer hag en em sikour [26:06] M.-H. Morvan (Kallag, eus Skrigneg) : Ar « c'hoñskripsion » [43:28] A. Guillou (Mael-Karaez) : Mont da welet ar re all | [19:31] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Tanguy-Prigent [20:40] Th. Derrien (Plourin) : Tanguy-Prigent [21:03] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : Tanguy-Prigent | [12:21] F. Delisle (Ar C'houerc'had) : Ar vuhez er Seizh-Sant er C'houerc'had [17:08] S. Loguillard (Evias) : Ar person hag ar maer [40:31] A. Marzin (Plouared) : Manifestiñ a-enep an tu-dehoù pellañ [42:21] A. Marzin (Plouared) : An <i>Internationale</i> e brezhoneg |
| An euredoù, ar familhoù hag ar vugale | | [04:55] N. Rozmor (Rosko) : Dimeziñ ar familhoù [10:38] N. Rozmor (Rosko) : Dimeziñ hep asant e dud [17:21] Th. Riou (Gwiglann) : An darempredoù gant ar vamm-gaer [18:47] J. Guivarc'h (Santeg) : Bezañ mab-kaer [19:26] N. Rozmor (Rosko) : An darempredoù gant an dud-kaer | [33:35] M. ha J. Penvern (Kerien) : Desevel bugale en ur vilin | [12:23] J. ha M. Le Boulc'h (An Ignel) : C'hoari gant e dad [13:08] J. Le Boulc'h (An Ignel) : Difennet kaozeal d'ar vugale [15:30] O. Lorho (Brec'h) : Ar galant a yae da welet ar vestrez | | [38:55] J. Lallou (Skrigneg, eus Plourac'h) : An darempredoù etre merc'hed ha paotred | [03:05] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Lodenniñ ar feurm etre ar vugale [04:46] Th. Derrien (Plourin) : Lakaat ar vugale da labourat [05:33] É. Cotty (Plouigno) : Ar vamm [06:09] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Ar vugale a oa eürus [07:04] É. Cotty (Plouigno) : Aonik ar vugale [07:44] Th. Derrien (Plourin) : Pilat ar vugale | [15:25] Y. Huitorel (Logivi-Plougaz) : Ar vugale o labourat er park [18:03] M. Prat hag A. Le Guillou (Ar C'houerc'had) : Magañ ar vugale [19:10] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Sentiñ d'e dud [20:11] Y. Huitorel (Logivi-Plougaz) : Sentiñ d'e dud [20:50] M. Prat hag A. Le Guillou (Ar C'houerc'had) : Sentiñ d'e dud [38:54] M.-Th. Delisle (Ar C'houerc'had) : Degas ur plac'h d'ar gêr [39:15] M. Prat (Ar C'houerc'had) : En em anavezout en euredoù [39:37] A. Marzin (Plouared) : Goulenn da zimeziñ |
| Ar boued | | | | [35:40] J.-P. Rieux (Mendon) : Ar boeson [35:51] J. Le Frelaut hag O. Lorho (Brec'h) : Ar boeson | | | [13:35] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : Ober yod ha bara [15:46] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Lazhañ ar penn-hoc'h [16:45] Th. Derrien (Plourin) : Ar chistr [17:03] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Ar boeson | [14:10] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Mont d'ar vilin |

| | DVD 1a : Bro-Vrest | DVD 1b : Kastell-Paol ha tro-dro | DVD 2a : Traoñ-Kerne | DVD 2b : Bro-Gwened | DVD 3a : Hent Menez-Are | DVD 3b : Kerne-Uhel | DVD 4a : Treger-Bihan | DVD 4b : Treger-Goueloù |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|
| An diduamantoù | | | | <p>[13:58] J. ha M. Le Boulc'h (An Ignel) : Kontant gant ar pezh hor beze</p> <p>[14:52] J. Le Frelaut (Brec'h) : Bal en davarn</p> | <p>[24:57] M. Poulmarc'h (An Uhelgoad) : Ar pardonioù, ar balioù hag ar festoù-noz</p> | <p>[31:20] S. Riou (Bolazeg, eus Duod) : Mont d'an oferenn, mont da vale</p> <p>[34:10] V. Colleter (Skirneg) : Ar c'hanaouennoù</p> <p>[34:28] J. Lallour (Skirneg, eus Plourac'h) : Dañsal ha c'hoari ar c'hartoù</p> <p>[36:04] M. Gwilhoù (Laruen) : Ar beilhadegoù</p> <p>[36:23] J. Lallour (Skirneg, eus Plourac'h) : Ar c'hoarioù hengounel</p> <p>[36:57] M. Gwilhoù (Laruen) : Ar c'hanaouennoù hag an disputoù</p> <p>[40:16] J. Kadoudal (Magoar) : Ar festoù-noz kentañ</p> <p>[41:10] M. Gwilhoù (Laruen) : Kanañ er festoù-noz</p> <p>[43:03] I. Pichon (Poullaouen) : Ar ganerien</p> <p>[43:28] A. Guillou (Mael-Karaez) : Mont da welet ar re all</p> <p>[43:56] V. Colleter (Skirneg) : Kanañ ha dañsal</p> <p>[44:45] I. Pichon (Poullaouen) : Sinañ e ganaouennoù</p> | <p>[31:20] Y. Huitorel (Logivi-Plougraz) : An diduamantoù</p> <p>[32:22] S. Loguillard (Evias) : An nozvezhoù er gêr</p> <p>[33:36] J. Le Roux (Benac'h) : Kaout levrioù da lenn</p> <p>[36:12] J. Le Roux (Benac'h) : C'hoarioù ar vugale</p> <p>[36:41] A. Marzin (Plouared) : Selaou ar radio</p> <p>[37:31] M.-Th. Bourgès (Kervoroc'h) : Mont d'ar balioù, d'ar sinema, d'ar pardonioù</p> <p>[38:28] Y. Huitorel (Logivi-Plougraz) : An deiz war-lerc'h ar bal</p> | |
| Mont d'ar skol | | | <p>[04:50] É. Ansquer (Douarnenez) : Tremenn e sertifikad</p> <p>[06:58] J. Le Bras (Mahalon) : Mont d'ar skol e-pad ar brezel</p> | <p>[05:38] L. Mahuas (Landaol) : Ar skol gwenn hag ar skol ruz</p> <p>[06:10] J. ha M. Le Boulc'h (An Ignel) : Reiñ deskamant d'ar baotred ha d'ar merc'hed</p> <p>[06:50] J. Le Sergent (Pluniav) : Mont d'ar skol da seizh vloaz</p> <p>[07:27] M. Evano (Bubri) : Mont d'ar skol war droad</p> <p>[07:46] M. Haroche (Sarzhav) : Mont d'ar skol da seizh vloaz</p> <p>[08:01] G. Bigoin (Bubri) : Paotred ha merc'hed er skol</p> <p>[08:35] J. Le Frelaut (Brec'h) : Mont d'ar skol da c'hwec'h vloaz</p> <p>[09:07] L. Hervoche (Brec'h) : Skeiñ war ar bizied</p> | | <p>[27:44] V. Colleter (Skirneg) : Deskiñ galleg</p> <p>[28:47] S. Riou (Bolazeg, eus Duod) : Deskiñ galleg</p> | <p>[08:32] A. ha F. Periou (Lanleya / Plouigno) : Deskiñ galleg</p> <p>[08:56] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Mont d'ar skol war droad</p> <p>[10:25] F. Periou (Lanleya / Plouigno) : Ar skol laik ha skol ar seurezed</p> <p>[11:36] É. Cotty (Plouigno) : Mont d'ar skol e Sant-Brieg</p> | <p>[20:50] M. Prat hag A. Le Guillou (Ar C'houerc'had) : Mont e pañsion</p> <p>[22:06] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Mont d'ar skol war droad</p> <p>[23:55] S. Loguillard (Evias) : Kaout e sertifikad</p> <p>[24:09] Y. Huitorel (Logivi-Plougraz) : Mont e pañsion</p> <p>[27:50] S. Loguillard (Evias) : Deskiñ kontañ</p> <p>[30:35] J. Konan (Perroz-Gireg) : Bezañ « kraouiet » er skolaj</p> |
| Ar skol hag ar brezhoneg | <p>[10:10] G. Kervella (Plougastell-Daoulaz) : Ar simbol</p> | | <p>[12:55] M. Paul (Penmarc'h) : Ar brezhoneg er skol</p> | <p>[09:34] L. Mahuas (Landaol) : Ar simbol</p> <p>[10:32] L. Hervoche (Brec'h) : Difennet komz brezhoneg</p> | | <p>[16:50] H. L. Humphreys (Ponvel, eus Bro-Gembre) : Ar vrezhonegerien er skol</p> | | <p>[25:25] A. Marzin (Plouared) : Difennet komz brezhoneg er skol</p> <p>[26:28] F. ha M.-Th. Delisle (Ar C'houerc'had) : Difennet komz brezhoneg er skol</p> <p>[27:21] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Ar simbol</p> |
| Ar brezhoneg | | <p>[38:39] N. Rozmor (Rosko) : Ar vezh abalamour d'ar brezhoneg</p> <p>[40:05] J. Guivarc'h (Santeg) : Dilezet ar brezhoneg gant ar merc'hed</p> <p>[41:14] Y. Jacob (Rosko) : Saveteet e vo ar brezhoneg ?</p> | <p>[34:30] M. Bouzec-Cassagnou (Rieg) : Deskiñ saozneg, latin... ha brezhoneg</p> | | | | | |

| | DVD 1a : Bro-Vrest | DVD 1b : Kastell-Paol ha tro-dro | DVD 2a : Traoñ-Kerne | DVD 2b : Bro-Gwened | DVD 3a : Hent Menez-Are | DVD 3b : Kerne-Uhel | DVD 4a : Treger-Bihan | DVD 4b : Treger-Goueloù |
|----------------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Ar relijion | | [13:05] J. Guivarc'h (Santeg) : Lavaret e bater | [20:49] H. Danielou (Kemper) : Bezañ frer | [01:47] J. Maheu (Bartelame) : Mont d'an oferenn [02:21] L. Mahuas (Landaol) : Ar veleien [02:47] J. Maheu (Bartelame) : Ar veleien [03:06] L. Mahuas (Landaol) : Mont da veleg [03:23] J. Maheu (Bartelame) : Mont d'an oferenn war droad [04:20] J. Le Boulc'h (An Ignel) : Ar c'hatekiz [10:47] L. Mahuas (Landaol) : Prezeg e brezhoneg | | [18:29] M.-H. Morvan (Kallag, eus Skrigneg) : Mont d'an iliz [31:20] S. Riou (Bolazeg, eus Duod) : Mont d'an oferenn, mont da vale [31:54] V. Le Louarne (Groñvel) : Mont d'an oferenn ha d'ar c'hatekiz [32:20] V. Colleter (Skrigneg) : Ur bedenn [33:20] M. Delen (Ponvel) : Mont d'an oferenn [33:37] I. Pichon (Poullaouen) : Kantik sant Tudeg | [08:16] M. ha F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Ar c'hatekiz e brezhoneg [12:12] Th. Derrien (Plourin) : Mont d'an oferenn [12:47] É. Cotty (Plouigno) : Mont d'an oferenn | [16:35] M.-Th. Bourgès (Kervoroc'h) : Mont d'an oferenn [17:08] S. Loguillard (Evias) : Ar person hag ar maer |
| Ar c'hredennoù | [37:15] R. Stephan (Treglonoù) : Ur feunteun hag a c'hall parañ an dud | | | [11:19] M. ar Boulc'h (An Ignel) : Ur maen burzhodus | | | | [34:35] S. Loguillard (Evias) : Gwelet tasmantoù |
| Ar brezelioù | | [28:15] N. Rozmor (Rosko) : Ar brezelioù, un troc'h e-barzh ar c'hevredigezhioù | [06:58] J. Le Bras (Mahalon) : Mont d'ar skol e-pad ar brezel [32:29] L. Gargam (Lokunole) : An daou vrezel | [12:43] J. Maheu (Bartelame) : Repuidi eus an Oriant e-pad ar brezel [16:53] J. Le Sergent (Pluniav) : An Almanted [17:35] J. Maheu (Bartelame) : Ar batrioted [17:51] J. Le Boulc'h (An Ignel) : Ar batrioted [19:01] J. Maheu (Bartelame) : Ar jahinerezh [19:50] R. Le Guénic (Berne) : Tud kondaonet da vout lazhet [20:31] J. Maheu (Bartelame) : An avionoù [20:56] M. Evano (Bubri) : Bombardet an Oriant [21:16] J. Maheu (Bartelame) : Bombardet an Oriant [21:54] R. Le Guénic (Berne) : An Amerikaned o tont [22:34] J. Maheu (Bartelame) : An Amerikaned o tont [22:54] J. Le Frelaut (Brec'h) : An Amerikaned o tont | [14:20] P. Le Cloitre (Plonevez-ar-Faou) : Prizonier e-pad ar brezel [16:15] G. Jambrin (Brasparzh) : E-barzh ur c'hamp-distruj [19:00] J.-M. Le Scraigne (An Uhelgoad) : En em gavout gant ur bagad SSed [22:17] J. Charpentier (An Uhelgoad) : Brezel Aljeria | [26:06] M.-H. Morvan (Kallag, eus Skrigneg) : Ar « c'hoñskription » | [21:32] F. Periou (Lanleya / Plouigno) : Komz eus ar brezel [22:15] F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Ar Rezistañs [22:45] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : Ar brezel, un troc'h er vuhez [23:07] F. Jegaden (Sant-Yann-ar-Biz) : Ar genlabourerien [24:01] P.-M. Le Lous (Gwimaeg) : Cheñchamantoù bras goude ar brezel | [01:23] A. Marzin (Plouared) : Prizonerien e Plouared e-pad ar brezel [02:26] Y. Huitorel (Logiv-Plougraz) : Achu ar brezel [03:24] J. Konan (Perroz-Gireg) : e-pad ar Brezel-bed kentañ [04:23] A. Le Breton (Perroz-Gireg) : « <i>Mort pour la France</i> » [42:43] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Kemeret ar c'hezeg gant an Almanted [42:23] F. Le Normant (Evias) : Bezañ soudard war ur vag [44:22] A. Marzin (Plouared) : Skrapadegoù ha bombezadegoù [45:25] S. Loguillard (Evias) : Ar Rezistañs [45:48] A. Le Breton (Perroz-Gireg) : Anglizien e ti an aotrou Perrot [47:28] A. Marzin (Plouared) : Ar Rezistañs [48:54] J. Konan (Perroz-Gireg) : Goude ar brezel [49:36] J. Le Bourdonnec (Ar C'houerc'had) : Goude ar brezel |